

YANN-FAÑCH BEPRED Sonerien Barzaz & Youenn Lange

Gant « An Den Kozh Dall » an hini eo e oan bet degemeret en Breizh : ar bladenn-mañ gant BARZAZ he deus bet heñchet ac'hanon gant ma fazennoù kentañ dre ar vro-mañ ha war gwenojennoù ar yezh ne vefen ket ewit tremen hepti da c'houde.

Yann-Fañch Kemener, e bewar c'hamalad hag o Den Kozh Dall 'oa deut da vezañ kompagnunezh din-me a-hed ma nozvezhioù hep kar na par. Desket eo bet din gante klask kompren ar pezh ne oan ket kar da gompren c'hoazh, klask klevet ar pezh ne oan ket kar da selaou c'hoazh... Hag hiziv an deiz, a-c'houde triwec'h bloawezh, e vezan bepred o heuliañ hag o selaou d'asson o c'homz. Mersi bras ewit bezañ diskouezet din ar roudenn.

Youenn Lange

En 1989 e teuas BARZAZ da vezañ brudet amañ en Breizh, embannet gante ur bladenn mod newez hag a oa tonket da vezañ ur seurt arouez eus sonerezh Breizh er bloawezhioù 1980/1990. Ar bladenn CD-se - *Ec'honder* - a oa he mennad reiñ ur seurt heklez eus hollved an denezh, divent ha diharz an ec'honder anezhi, ha pa ve e-skeud an danwez (en ur reiñ kalz a bouez d'al lennegezh, d'ar varzhoniezh, ha da nerzh ar pozioù), e-skeud ar sonerezh (en ur zegemer levezon a bep seurt diwar sonerezh ar broioù pell, europat ha nann-europat ken-ha-ken), pe e-skeud teknik ar sonioù hag an enrollañ. Ar c'hevrin hud a zeue diwar gan Yann-Fañch Kemener a veze roet lañs dezhañ gant un aergelc'h sonerezh ispisial. Meulet e voe gant an holl, en Breizh ha pelloc'h c'hoazh, seurt mod da genweañ kanerezh ha sonerezh. An eil pladenn - *An Den Kozh Dall* -, deut er-maez en 1992, a voe roet dezhi kemend-all a veuleudi : o vleuniañ e oa bet personelezh ar strollad ha pelloc'h c'hoazh e oa aet war-raok mennad ar bladenn gentañ, displeget ma oa ar wech-mañ an amzer o tremen, chadenn aour ar rummadoù hag istor hon bro. Meur a droiad sonadegoù a voe graet neuze gant ar strollad, betek ar bloawezh 1997, en Breizh, en Bro-C'hall hag en broioù pelloc'h (Bro-Alamagn, Bro-Spagn, Bro-Bortugal ...).

Adsawet e oa bet ar strollad en 2013 hag int da vont endro war hent ar salioù da geñver un toullad sonadegoù, ken betek 2019, pa 'c'h eas Yann-Fañch Kemener da anaon. Gant Youenn Lange, kaner hep e bar anezhañ, sonerien BARZAZ (Gilles Le Bigot, Jean-Michel Veillon, Alain Genty ha David « Hopi » Hopkins) o deus bet c'hoant dougen bri da eñvor ha spered bev Yann-Fañch ha reiñ enta da glevet un dibab tonioù dañs, gwerzioù ha sonioù a-ziwar an teñzor dihesk en deus bet tro da zastum, da ganañ ha da genlodañ a-hed e vuhez.

Div sonadeg a vo aozet : D'ar gwener 10 ha d'ar sadorn 11 a viz Mezheven 2022 'barzh Sal ar Gouelioù bourk Kawan.

Niver strizh a blasoù 'vo 'barzh ar sal – Prenañ bilhiji : fest@tiarvro22.bzh